



Priziadennoù 2013

Live A2

1/10

Anv – Anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO, trugarez eta da : *Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent ha Ti Ar Vro Treger – Gouelo.*

Trugarez ivez da Brudañ ha skignañ, C'hoariva, Kuzul ar brezhoneg, Radio Kerne, TES ha da Loic Jade, evit o skoazell.

Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent et Ti Ar Vro Treger – Gouelo. Merci aussi à Brudañ ha skignañ, C'hoariva, Kuzul ar brezhoneg, Radio Kerne, TES et à Loic Jade, pour leur concours.

Lenn - Lire

Goude bezañ lennet katalog al levrioù amañ da-heul, respontit d'ar goulennoù
Répondez aux questions après avoir lu le catalogue ci-après.

1- Renablit al levrioù hervez o rummad – Classez les livres selon leur catégorie

	Romans	Polars	Dictionnaires	Mémoires	Livres jeunesse	Nouvelles
An avel en ho plev						
Ar marc'h glas						
Andon ar gasoni						
Soner						
Lazhadeg						
Kig mamout da goan						
Brestiz o vresken						
Geriadur galleg-brezhoneg						

2- Ur sell spisoc'h – Une approche plus précise

a) – Si je souhaite lire un ouvrage dont l'action se déroule aux USA, je choisirai :

– En quelle année est né son auteur ? -----

b) - Dans quel ouvrage est-il question du meurtre d'un patron de café-librairie ?

– A qui appartient l'arme du crime ?

– Combien de pages compte ce livre ?

c) - Dans quel roman évoque-t-on le passage à l'âge adulte du personnage principal ?

Katalog levrioù brezhoneg kinniget gant Kuzul ar brezhoneg

An avel en ho plev

Gwened : kaer an hañv, tomm an heol ha birvilh er vro gant an douristed deuet da vakañsiñ... Biskoazh c'hoazh ! Pemp korf divouzellet a zo bet kavet e porzh-mor Gwened !

Gwall nec'het ar polis pa ne gavont ket penn d'an afer. Daoust hag e vije ar mafia japanat oc'h aozañ un trafik opium er vro ? Klask a ra lod tud diheñchañ an enklask.

Romant polis - 2012 - 13x20 cm - 212 p. - 14€



Riwal Huon

Ar marc'h glas

ROMANT



Ar marc'h glas

« E Kerango e oa lusket hor buhez gant an avel, ar glav, gwrez an douar. Muzik yezh ma bro, momeder al labour, hini ma zud, hon amezeien, ha liammoù start gant Lan ma breur, a gase dañs ar vuhez endro. Pegeit e padas ar vuhez-se ?

Neuze ez eas Gwenole gant e dud hag e vreur Lan, etrezek kêr, an tier bras, bed ar skol, hini al labour, disachet ha nec'het gant ar bed-se. Kuitaet e vugaleaj disoursi gantañ.

Romantoù - 2010 - 13x20 cm - 174 p. - 12€

Yann Gerven

Brestiz o vreskenn

ROMANT



Brestiz o vreskenn

E kêr Vrest emañ Jili Gwilhosou o labourat. Kuzulier war ar gwir eo hag enklasker a vicher. N'eus ket keid-all zo emañ Glaodina Pedel o labourat gantañ. Diouer a labour n'eus ket, se zo splann:. Pa oa bet kavet an doktor Dilaser marv-mik en e di avat, e oa Jili ha Glaodina e kreizik-kreiz un afer luziet mat.

Embannet e oa bet « Brestiz o vreskenn » evit ar wezh kentañ er gelaouenn Planedenn e 1984 ha goude-se e 1986 gant Al Liamm.


Romantoù polis - 2012 - 13 x 20 cm - 91 p. - 12€

Andon ar gasoni

Ur romant polis eo al levr-mañ.

Charlez Riwalan, 43 vloaz, tavarnour ha gwerzher levrioù, 'zo bet kavet marv en e stal. Arm an torfed zo da Rozenn Urcun, koñversantez war he leve hag o chom war Enez-Sun, ur gontell-baper zo bet kavet plantet er c'horf. Aes an afer. Re aes hervez an ensellerien Malgorn ha Keruhel... Skrivet he deus Mich Beyer romantoù ha danevelloù all.

2011 - 12 x 19 cm - 186 pajenn - 9€



Kig mamout da goan


Ran zo aet skuizh. Skuizh o klevout goapaerezh ar re vras peogwir eo bihan.

TRAWALC'H !

Neuze en deus graet e soñj: mont da dapout ur mamout. Ur pezh pikol mamout... Ha gant hennezh e vo debret kig da goan !

En amzer ar ragistor e tremen an istor a zo kontet gant fent, en un doare bev, gant ur bern skeudennoù.

Evit ar re vihan adalek 6/7 vloaz.
2012 - 13x18 cm - 24 pajenn - 5€



MAXIME
CHATTAM



MOULADURIOÙ HOR YEZH

LAZHADeg


East Harlem, 18 a viz Du, 8:28.

Aze emañ holl liseidi Village Academy. Un toullad munutennoù c'hoazh a-raok ar c'hentelioù. En o zouez, ur c'hrennard, ur sac'h-kein digor e-harz e dreid.

Goustad e sav hemañ un arm war-du e gamaladed. Poent eo kregiñ gant al lazhadeg...

Ganet eo bet Maxime Chattam e 1976 hag alies eo bet betek ar Stadoù-Unanet.


Romantoù polis - 2012 6 11x18 cm - 106 pajenn - 8€



Soner

Yann Meur a ginnig deomp ur bourmenadenn e-barzh bed ur soner yaouank eus ar bloavezhioù dek ha tri-ugent. En eñvorennoù-se ez eus from, fent ha peadra da c'hoarzhin.

Eñvorennoù
12,5x18,5 cm - 126 pajenn



Tost da 50 000 pennger, ennañ skouerioù niverus, gant an holl liveoù yezh.


Al levr hollret da gaout evit an holl vrezhonegerien tomm o c'halon ouzh o yezh hag an dazont anezhi.

Geriadurioù. 2012
16,5 x 24 sm. 1472 pajenn.
59€

Lenn ha skrivañ – Lire et écrire

C'hwi eo Mari. Ho mignon Tom en deus kaset ar postel-mañ deoc'h. Respontit dezhañ (15-20 linenn).

Vous êtes Marie. Votre ami Tom vous a adressé ce mail. Répondez lui (15-20 lignes)



The screenshot shows an email client window titled "Sevel : Re: Gouel ar vartoloded". The interface includes a menu bar with options like "Rest", "Embann", "Gwelout", "Enlakaat", "Mentrezh", "Dibarzhioù", "Ostilhgu", and "Skoazell". Below the menu is a toolbar with icons for "Kas", "Reizhskrivañ", "Kenstagañ", "Diogelroez", and "Enrollañ". The email header shows the sender as "Tom ERES <eres.tom@gmail.com>" and the recipient as "mari.kore@yahoo.fr". The subject line is "Re: Gouel ar vartoloded". At the bottom, there is a toolbar with a "Korf testenn" dropdown, a "Led kemmus" dropdown, and various icons for text formatting and editing.

Skrivet eo bet gant Tom ERES:

Salud dit Mari!

Mat an traoù ganit ha gant ar familh?

Pell zo n'hon eus ket roet keloù deoc'h met gwall foulet omp abaoe un nebeud mizioù. Cheñchet em eus labour ha bremañ e labouran pelloc'h eus ar gêr. Morgane zo bet lakaet war ur post nevez ivez ha degas a ra kalz a labour dezhi. Ouzhpenn omp krog d'ober labourioù en ti. Gant ar vugale ez a mat an traoù: Lena zo e CM2 bremañ, a-benn miz Gwengolo ez aio d'ar skolaj. Telo zo e CE1 ha sot eo gant ar gouren atav. Hag Aziliz zo e CP ar bloaz-mañ, tremen a ra mat an traoù.

E soñj emaoomp da vont da Ouel ar Vartoloded e miz Eost. E Pempoull e viot d'ar mare-se? Laouen e vimp ma c'hellfec'h degemer ar pemp ac'hanomp du-se. N'hon eus ket ezhomm da gaout kalz a dra nemet un tamm tachenn da blantañ hon teltennoù pe un tamm solier da staliañ matarasennoù. Lâr din petra kas ganimp evit kousket. Degas a raimp peadra d'ober ur friko, evel-just! Petra a gavit gwelloc'h paella pe barbecue? Pegoulz e viot prest da zegemer ac'hanomp?

Pokoù deoc'h holl,

Tom ha Morgane hag ar vugale.

Selaou – Ecouete /6

Selaouet o peus 3 diviz, en 3 lec'h disheñvel.
Lakait ur c'hroaz er c'hombod a glot gant pep hini

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à trois lieux différents.

Cochez la case correspondant à chaque conversation.




	Conversation 1	Conversation 2	Conversation 3
E ti an apotiker – A la pharmacie			
Er gourmarc'had – Au supermarché			
En ti gar – A la gare			
Er c'homiserdi – Au commissariat			
En ti kêr - A la mairie			
En iliz – A l'église			
El levraoueg – A la bibliothèque			
E ti ar medisin – Chez le médecin			

Hollad : / 6

Selaou – Ecoule /14

Seaouet o peus 3 fellgomzadenn, lakait er c'hroaz er c'hombodoù a glot gant ar frazennoù kinniget.

Vous venez d'écouter 3 conversations téléphoniques, cochez les cases correspondant aux affirmations proposées.

	 1	 2	 3	Hini ebet Aucune
La personne est en rendez-vous...				
La personne est déjà en ligne....				
La personne s'est absentée il a 5 minutes...				
La personne est joignable sur son portable...				
La personne est joignable par mail....				
La personne est malade...				
Mona connaît bien la personne qui répond au téléphone...				
On apprend que le nom de famille de Mona est Mme Penneg...				
Mona s'est trompée de numéro....				
Mona doit rappeler dans 15 minutes...				
Mona laisse son numéro pour qu'on la rappelle...				

Numéro de téléphone entendu dans la première conversation :

Numéro de téléphone entendu dans la seconde conversation :

Nom de la standardiste de la troisième conversation :